

Mari-Lois TRÉGUER

Lazet gant he goaz, Iann-Fanch COUCHOURON

E Pen-ar-Pont, en Irvillac, ar bevar a viz kerzu 1886

Heman a lazaz he vaouez,
Miz kerzu d'ar bevar devez,
Mil eiz kant c'houec'h pevar ugent
Evit roï mad d'e-hoc'h da entent.

He hano Iann-Fanch Couchouron
Evit he dud e oa eur spont,
Dre ma dremene peurvuia
ENN davarn he amzer vella.

Marechal 'oa eur vicher vad,
Pa garer ket re 'r chopinad,
Mes va den gare ket chom pell
Kichen ann anne er c'hoval.

Bouzaret vije e ziouskouarn,
Pa renke skei var ann houarn,
Ha trouz arguer, ar boutaillou
A gar guell evit morzoliou.

He c'hreg Mari-Lois Treguer,
Oa eur boanouirez a larer :
Evelze hi a c'hourdrouze,
Aveachou ann didalve-ze.

Siouaz ! heman a oa eur bleiz
Ne oa kaloun 'bet enn he greiz,
Ne gar na greg, na bugale,
Re zouget ez eo d'he vanne.

En devez-se o tont d'he di,
Goude bet en hostaleuri,
He fuzul karget a gemer,
Gant eun tenn e laz he c'hreg ker.

Azezet oa var ann oalet,
Ann tenn he chot en deuz trenzet,
Eno e kouezaz maro mik
Hep na c'hellaz lavaret grik.

P'en devoa lazet anez-hi,
He vugale a lak meaz ann ti,
Ha va den ann or a brennaz
ENN eur gemmeret hent Daoulas.

Hed ann hent d'ann dud a lare,
Joaus bras he dorfet neuze :

— « Va boed hirio m'euz gounezet,
« Gellec m'euz laza va fried ! »

Ti ann archerien e Daoulas,
Hep nec'h ebet e lavaraz :

— « Me m'euz hirio paket eur c'had
« Hag evit-hi a vo paet mad.

« Hed va bue am bo bara,
« Vo ket dao d'in ober netra,
« Rak ar c'had-se am euz paket
« Eo va fried am euz lazet. »

Ann archerien geiz a grene
Klevet kelou ann torfet-se :
Mes ar brutal na grene ket
Ne oa ne greiz kaloun ebet.

E Lesvarn Kemper, ann testou
Ho deuz diskuit he droiou,
Lavaret oa eun didalve,
He c'hreg aliez a ganne.

Meur a veach en devoa klasket
Laza Mari-Lois, he bried,
Ha ne doa ket buez eur c'hi
Gant he goaz Couchouron enn ti.

Barnet d'ar galeou hed he vuez, (1)
Dre m'en deuz lazet he vaouez,
Eno velo ann didalve,
Petric eo karout ar banne.

Nep a zounj d'ezhan kaout bara,
Er galeou hep ober netra,
A fazi kalz vont da vesvi
Ha laza he dud evit mont di.

Dre heg pe a volonté vad,
Er galeou e renk labourat
Anez ann dra-se ann dud fall
'Vit mont di lazfe ar re all.

Evit ar c'heit chommer er ded,
Arabab laza den ebet.
Nak nem laza ho-unan,
Doue hor galvo da 'vit-han.

(1) Barnet d'ar galeou epad he vuez e lesvarn Kemper, 21 a viz ebrel 1887.

GUERZ AR VESVENTI

TON : A. J. K. ann Taolennou.

Kanomp brema eur ganaouenn,
Divar-benn ann holl vesverien,
Evit ma glevo pep hini
Ar virionez hep damanti.

Koulskoude me her goar er-vad,
Am bo out-ho eur goall-grogad,
Pa 'z int tud sur var ho meno,
Ann holl dle kemmer skouer out-ho.

Koz ha iaouank, paour, pinvidik,
Hotuz int dre nerz ho bannik,
Hag ann dud kreva, gouizieka,
ENN ho c'hichen ne d-int netra !

Mar d-eo mestr enn he diegez,
N'euz ket he bar enn he barres ;
He gezek, he zaout, eme-z-han,
Zo ar re vella er vro-man.

Pa vez oc'h eva odivi,
N'euz kear ebet par d'he hini,
Labouret mad he zouarou
Ieot keit ha hen enn he brajou.

Epad m'ema o fouseal,
He dud er gear 'ra troiou fall,
Hanter amzer labouront ket,
Kentoc'h ez' aï da giask he vouez.

Bet eo eunn amzer pinvidik,
Brema nemet gle he gearik,
N'euz forz enn devez vo guerzet,
Mezo c'hoaz a vezo guelet.

He c'hreg hag he vugaligou,
A vo dizolo ho memprou,
O klask ho zamm ama-a-hont,
Dira-z-han greno gant ar spount.

Ann ezec'h troet da vesvi,
Ema diout-ho stag pep si :
Evit sellet ouz ar gragez,
Lezom'p anezho a gostez.

Eur c'hreg zo troet da eva,
ENN he zi a vanko pep tra,
Eleac'h prena pebr ha hoalen,
Va gaign a lipa ar veren.

Arc'hant al leaz hag ann amann
A ia ganthi e guin-ardant ;
C'hoaz pa vo out-hi gouleñnet,
Chann ar zoubenn n'eo ket sallet.

Deac'h m'oa dizounjet ann hoalen,
Varc'hoaz me z'ai d'ann oferenn,
Ro d'in unn-ugent real pe zaou,
Ezomm am euz euz kaiz a draou.

Hi devoa ear pez kik kozet,
Hag arc'hant oa d'ezhi roet,
Laouen ia d'ann ofern-vintin,
Hed ann hent ra 'met mousc'hoazin.

Kenta tra 'ra guerza he c'hik,
Goude ev daou pe dri bannik,
Ha pa erruaz enn iliz
E oar gant hanter ann offis.

Goude ive oa dao monet,
D'eva gand ar gommerez
Ha ne zenj ket e tud he zi,
N'he bugale deuz em out-hi.

He bugale a zo en noaz,
A lenv en dro d'ar vatez vraz,
Unan bihan zo er c'havel
Gand ar zec'hed prest da verval.

« Poent eo d'hoc'h mont d'an ofern-
« Prenit, matez, ar pez zo red, [bred ;
« Ha digassit va greg d'ar ger,
« Abalamour d'am bugel ker ! »

Ar vatez, eur gristenez vad,
A visk buhan he zamm dillad,
A glev er vorc'h ann oferenn
Hag a bren holl pebr ba hoalen.

Mont a ra da glask he mestrez,
ENN hostaleri zo mesvez ;
Mes mont d'ar gear 'vo ar goassa,
Pa ne hell mui chom enn he za !

Var bouez paka kalzik lammou,
Dizec'het eunn tamm ann hentchou,
Gant he matez oe distlejet
D'gaout he bugel dideoted !

Kalz gragez a aï-drouk enn-ho,
Ha d'in-me sur a lavaro
E vezo geier ar zon-ma,
E venn atao klask ho dua.

Guelét am euz meur a hini,
Eur veach en em roet da vesvi,
O verza al leaz' ann amann
Ha laerez ed da gaout arc'hant.

Betek dillad ho bogale,
A roent evit eur banne,
Rochet ann ozoc'h zo guerzet,
Er c'houez' larslent eo kollet !

Guelit klaskerezed bara,
Petra 'reont da gaout da eva ?
Lezel gand ann naoun da c'hlaouri
Ho bugaligon eun ho zi !

Aliez 'z eont d'oder korfad,
Gand aluzennou ann dud vad,
Mes piou bennak ho zammallo :
« Zo dek guech falloc'h eme-z-ho. »

Var-n-ezho me ia da devel,
Vit komz eszinatez ha mevel,
Rak en ho zouez'a zo ive,
Hiniennou gar ho banne.

Ar mevel mezo a lavar :
Er barrez-ma n'euz ket ma far
Na da vedi, na da falc'hat,
Na gand kezek da charead.

Euz ar foariou, ar pardoniu,
E zeu d'ar gear a c'hourlammou ;
Hag he zillad na vent 'met pri,
Her c'hlever c'hoaz ho fougassi.

Al loened paour da zul, da lun,
Ouz ann noz aliez renk iun,
Pa ve mezo ar vevelien
Ann ezec'h chommet er vouullen !

Merc'hed iaouank gemmerit ket
Evit pried mesvier ebet ;
Evit-han da gaout arc'hant, aour,
E'russoc'h vec'h kichen eur paour.

Gand mevel fur n'en deuz netra,
'N'eur labourat ho po bara,
Eleac'h e kichen eur mesvier,
Riskl koll ar vuez e vezet.

Potred iaouank koz 've guelet,
Deut var an oad, o klask ho boued,
P'ho deuz re garet ar veren,
En tu all d'ar pez a dleent.

D'ar goazed 'larann kenavo,
Brema mitisien 'ma ho tro
Ne gredann ket gavfac'h diez,
Ma flipatann ar vesvieren.

ENN HO TONEZ ZO MEUR A HINI
Gar ar c'hafe, arn odivi,
Hag avechou evont ive,
Siouaz ! d'ezho, eur bannik re.

Goulskoude m'euz guelet eunn dra,
Epad ma vent klask fortunia,
Dirak ar goazed reont chistrou :
« Ni ne garomp ket ar banneou. »

Padal ma kredfent lavaret :
« Goazed, brassoc'h c'hoaz diskennet ;
« Ni merc'hed, hon euz sec'het braz,
« A dra latomp ec'h meuargaz.

Eur veach evet daou, tri banne,
Ar re all a ziskenn eaz tre,
Ar goad a veler zav d'ho fenn,
A lors da skarza ar veren.

Ar rozera, ar gousperou,
A ganont brao euz aui toliou,
N'euz fors diez vo mont d'ar ger
Guea a ra ho divesker.

Merc'hed iaouank mesvieren,
Villa tra a c'heller guelet,
Ho-unan gollont ho brud-vad,
Enor ho mamm, hini ho zad.

Den ebet sur n'eo eureujo,
Nemet paotred henvel out-ho,
Ha guelet 'vo ho bisaichon
Bronduet dre nerz ann toliou.

Perak ve trous ken aliez,
Ti ar mesvier, ar vesvieren ?
Abalamour a vent klask gout
Piou a evo muia lagout.

Mesvierien ha mesvieren,
Me n'am enz ket ho tikriet ;
Rak ann tan-goall ebarz en ti
A zo guell eget mesventi.

Hi a zoug anu dud da laerez,
Da laza, d'ober muntrerez,
Ha mar deo leun ar prizoniou
Gant-hi ema ann alc'houeziou.

Gouzout a ra kas da glask boued
Tud pinvidik amzer zo bet,
Ha gand ann naouen lak da zua
A vicherourien ar guella.

(*Tous droits réservés.*)

Michans ne vezó den ebet diskiant aoualc'h evit dont da dammall va c'han-aouenn na da gaout abek enn-oun abalamour d'ezhi.

Kement den fur a zo a oar eo ar vesventi eunn tech fall, eur pleg divalo tre. Netra ebet kaeroc'h, eget guelet eunn den iaouank, evit eur pardon pe eunn eured bennak guisket ker brao, henvel eo euz eur boked ros digoret ouz ar mintin. Hogen mar teu da eva re, e c'hoarvez ganthan egiz gant ar boked ; goenvi a ra, stoui a ra he benn, mezuz eo brema guelet anezgan, mezo eo !

Ar c'hlaouren a zeu ouz he c'hinou, he zaoulagad a zo ruz an he benn, he zivesker a bleg didann han, koueza a ra er pri, saotra a ra he zillañ.

Eur vaouez vezó a zo c'hoaz mezuzoc'h he guelet ; guelit anezhi ; prest, pe gollet gant-hi he c'hoef, he bleo enn he daonlagad o vont a dreuz gand ann hent da c'hortoz ma kouezo enn eur poull bennag.

Poan a rafe d'in, mar klevfenn unan bennak o lavaret ne blij ket d'ezhan ar verz-ma, abalamour ma sko var fri ar vesvierien hag ar vesvierezed.

Gouzout a rann hini iaouankiz Kemper, na blij ket d'ann holl ; koulskoude hounnez a zo ive enep ar vesventi, kouls hag hini ar Bigoudenned. Divar benn hou-ma am euz paket flipadou betek digand beleien. Digant ar Bigoudenned hag ho goazed honest, e c'houlennann trugarez. Mes n'ann digant ann everezed hag ann everien.

Mar karfe ann holl chomm hep mesvi, den ebet na skrife enep ar vesventi, Na ve ket guelet kement a dud o klask ho boued, na kement a dud o vont d'ar prizoniou.

Ar vesventi eo hent ar visou, bent ann dizurziou.

En hano Doue, tud iaouank va bro, tec'hit pell ouz ar vesvierien.

Na lezit ket ar vesventi da bilat ac'hanoc'h.

N'eo ket difennet eva eur banne.

Arabad mörse mont enn tu all d'hon nerz.

MIKEAL QUÉINEC.